

LAPOUSED

GRONVEL



Here 1958 Ni

Kelaouenn-skol embannet gand bugale Skol laïk
Gronvel (Bro-Gerne)
Ar merour : A. MERSER

Ar valadeg avalou

Lavaret a oa din gand ma zad «klask plouz ha fenoz e vo malet an avalou»

Bet e oan e ti Matilin hag en-eus grêt eur veuchenn din, ha laketeur fiselenn warni.

Goudekoan e ca erruet tud all da zikoured ma zad, ha traou en dro!

Armerhedagarge ar boutegoù hag eur paotr a drear valerez

Gandeurpezkoadevrcchenanavalouda lakaadanezemondfournisch er valerez.
Ma zad a rô an dorchenn war ar presour

Fanch Duro—8 vloaz

A R J A O

gand Edouard Lapous -I3 vloaz.

Me a laras da Yann:

-" Me a oar peleh ez eus eur jao droug. Emañ e-barz eur park e-tal al lenn. "

-" Eom, a lavaras Yann . "

Gweled a reom anezañ e lost ar park.

-" Diwall, Yann; bremaïg e teuy dit! "

-"O! nann."

Torret e oe e hual gand ar jao.

Lakaad a reom anezañ da haloupad.

-" Me a zo o vond ba beg eur wezenn, gand aon e teufe din."

-" O, n'eo ket red !"

Stlapa a ran eur mén warnañ. Galoupad a ra. Mez e stoke e hual war e dreid, ha ne gerze ket nemed war tri droad.

Plijadur on-eus bet.

888888888888888

AR PEMOH GOUZEZ

Dimerher, mamm a lavaras din:

-"Gouzoud a rez ez eus eur pemoh gouez e-tal al Loh ?"

-"Nann!"

War lerh ar skol,mamm-goz he-deus laret din:

-"Kerz da weled ar pemoh-gouez e-barz garaj Kemener."

-"Piou en-deus lahet anezañ ?"

-"Per Briant an hini eo en(deus lahet anezañ."

Pa'z on erruet e-barz ar garaj, em-eus gwelet al loen astennet war an dachenn. Braz e oa, ha du.Gwad a oa dindan e gov. Eul lost vihan a oa gantañ.Pouez a rê kant lur ha pevar ugent.

Reun Goubin - I2 vloaz.

Foto ar gohc (Mariannig an Ost,
Yolande Vriz ha Fañch Duro) a
zo bet tennet gand an Ao. Kirio
ha kinniget dim gand an "Télé-
gramme."

Psk. I070 -Ar merour:

A. MERSER.

A N A V A L O U - D O U A R

Eun devez on êt gand ma zad da denna pato.

Me a oa e-barz ar harr ha ma zad a gase ar hezeg. An dud all a zeue war-lerh.

Pellec emañ ar park; ar "Miniou" a vez grêt dioutañ.

Erruet e-barz ar park e tistagas ma zad ar jao deuz ar harr, hag e stagas anezañ ouz ar brabañ. Neuze e cheñchas tu d'an ero pato.

An oll dud a zerre ar pato e-barz eur bouteg, hag a gase anezañ d'ar harr.

Pa oa leun ar harr, e oa staget an daou jao da gas anezañ d'ar gêr.

Joël BOURDONNE. -8 vloaz.


88888888888
88888888888

A R V A G

Eun devez e oan o c'hoari gand Jilou; eñ a lavaras din:
- "Degas da vag "

Degaset em-eus ma bag;lakêt or-boa eur bolomig e-barz.
Jilou ha me or-boa c'hoariet mad e-nad an abardaez.

Kristian Morvan - 8 vloaz.



A R H I

Eun devez ez on êt da glask ma amann da Gistinig. Me am-eus eur pikol aon da vond du-ze gand droug m'eo ar hi.

"-O ! n'eo ket red deoh kaoud aon; peus nemed kemer eur vaz."

Erruet e-tal al leur e klevis an dud e-barz an ti. Ne glevan ket ar hi o harzal. Aon am-eus e teufe din.

Tostaad a ran goustadig deuz an ti. Stokad a ran ouz an nor.


Ar hi en-deus klevet ahanion a zo krog da harzal.

Lampet en-deus ar hi er-mêz dre ar prenestre .

Deut eo Loeiza da weled petra a oa : bez e oa ar hi o halou-pad war ma lerh !

Staget he-deus Loeiza ar hi,mez, abaoe an devez-se, em-eus aon da vond da Gistinig.

Edouard LAPOUS - I3 vloaz.



A U T E I R Y A R I G

Roger Delorme e ano, embannet en "Enfantines" gand An Aotrou Freinet (Coopérative de l'Enseignement laïc - Cannes), ha lakeet e Brezoneg gand Ernest Barz.

Eur wedh e oa - en amzer ma komze an aneved - bet skrivet e galleg gand eur bugel, teir yarig: unan wenn, unan zu, hag unan loued. En eun atant vrao edont o chom. Ein devez, ken enoeet e oant, (digor e oa chomet an nor), ma'z ejont kuit, evid chom heb distrei ken.

Beteg ar hoad teñval ha didrouz ez ejont. Mond a rejont e-barz. An noz a holoe anezo dija.

- Ma savjem eun ti ? a lavaras an hini wenn.

- Ya 'vad, a respontas asamblez an hini zu hag an hini loued.

Eur bern braz a vriñsed a zastumjont neuze hag e savjont eul lochenn evid an noz.

An hini zu a lavaras :

- Me a zo o vond da weled ha serri a ra mad an nor.

E-barz ez eas hag e lakeas ar vorailh.

- Mad emaon. Kit da ober eun ti all evidoh !

Manteet, an diou yarig a zavas eun ti all ha, pa oe echuet, an hini loued a lavaras d'he hoar :

- Gwelom ha serri a ra mad an nor.

En tiig ez eas hag e lakeas ar vorailh.

- Mad emaon. Kê d'ober eun ti all evidout.

Ar yar wenn a zavas war eur skod, hag a leñvas, a leñvas an oll zaelou euz he daoulagadigou.

Heh-unan-penn er hoad du, hag al louarn droug o rodal !

Korriganez ar hoajou a zauas da wel neuze, gwisket gand mein priziuz ken lugernuz ma oe ar hoad sklerijennet oll. He daelou a baouezas da redeg. Ha drellet hoaz, ar yarig wenn a welas en-dro

dezi, stnewet war ar hinvi sin, eur bern briñsed, eun drēn beget-tre
e penn peb hini.

- Del, a lavaras ar gorriganez, sed aze peadra d'ober eun ti.

Hag e steuzias e kalon eur wezenn.

Hag ar yarig wenn da zavel eviti eun ti e-leh en em roas da gous-
ked dioustu.

Hogen al louarn a rede er hoed teñval du,

Errued a reas bremaïg dirag lochenn ar yarig zu.

- Yarig ker, leusk ahanon mond e-barz ! Me a garfe kemend kousked
en da gichen.

- Kê gand da hent, re vrao eo va zi evidout-te.

Hag al louarn, o rei eun taol gand e lost braz, a ziskaras an ti
hag a zebras ar yar zu.

Hogen naon en-doa hoaz al louarn. Ne oa ket bet karget e stomog
gand ar yarig.

Derkel a reas gand e bourmenadenn hag en em gavas emberr dirag
lochenn ar yarig loued.

- Yarig ker, laouen e vijez da lesker ahanon mond e-barz ?

Me a garfe kemend kousked ez kichen !

- Kê gand da hent, re vrao eo va zi evidout-te.

Hag al louarn, o rei eun taol gand e lost braz, a ziskaras an
ti hag a lonkas ar yar loued.

Naon en-doa hoaz. Errued a reas dirag lochenn ar yar wenn, ha
neuze e tridas gand al levenez.

- Yarig ker, leusk ahanon mond e-barz. Me a garfe kemend kous-
ked en da gichen.

- Kerz gand da hent, re vrao eo va zi evidout.

Hag al louarn, o rei eun taol gand e lost braz, a hoantaas de-
zañ terri an ti.

A ! ma'z-pije gwet an ardor euzuz-ze !

Pa stokas e lost teo ouz an ti, eh eas e-barz an oll drein.

Ha, pa deuas c'hoant dezaf lemel anezo, eh ejont e-barz e baoiou, en
e gov, en e vin lemm.

Tehed a reas kuit,

o yudal

gand ar boan

hag ar gounnar.

Neuze ar gorriganez en em ziskouezas en-dro. Lakaad a reas
ar yar da zevel en eur harr stlejet gand peder gleskerenn.
Ar re-mañ a zegasas Gwennig d'an atant e-leh ma vevas bloaveziou
hir, heb kaoud c'hoant distrei heh-unanig d'ar hoad.


Roger Delorme.

mm
n
mm

Bugale Vreiz, lennet ho-peus eur gontadenn a zo bet skrivet
gand eur bugel eveldoh. Sur om ho-peus bet plijadur. Mez perag ne
zavfeh ket, c'hwi ivez, seurt kontadennou? Kemerit ho pluenn, ha
kasit dim kontadennou a vez o bannet war or helaouenn-skol. A-benn
vremañ e vo eur gontadenn war beb niverenn.

Koumanant-bloaz da " Laboused Groñvel" : 250 Lur (evid 9
niverenn), da gas da :

An Ao. LE MERCIER
KRP I8I9-42 Roazon
Glomel (CdN)



Eur gwall zarvoud

— «Aie, Yann d'ondarez daweler ar stock-car
da Gerêz?

— O ya vad

Et omdre hent Paol A-bennorboa
met
eun nebeud kilometrou, e weljoum eun oto
en eur fonzell yraz en eur pleg
He feder rod a oa en heh.

— «Mez, eme Yann, oto armédisin an hineo.»
Lavared a reas ar mezeo

— «Risketem-eus war an hent prez a oa gleb
Pevar den a oa e-barz an oto; nini ebet
n'an-deus bet droug
Koagennet e oa an oto. An aotrou Gegan
azo ôt da gas gwrog ar medisin hag
evugale d'ar gôr

Erruod a reas an aotrou Drenv, armokanician,
da dennan an oto er-méz.

Lakêt en-deus faged er fonzell

hag en-deus unpennet an oto hag en-eus
savet anezi war he feder rod

Lavared a reas ar mezeo dim ne re med 60km
d'an eur e-barz ar pleg

Founniz eh ê en a raog. Vad en deus
grêt dezan Breman, no da ket ken buan.

LAPOUS ÉDOUARD 13 vlosZ

